

RADIO NAONED, C'HOAR VIHAN RADIO KERNE HE DEUS EZHOMM AC'HANOC'H HOLL !
RADIO NAONED, PETITE SŒUR DE RADIO KERNE A BESOIN DE VOUS TOUTES ET TOUS !

SIKOURIT RADIO NAONED

**ROIT EN LINENN WAR
WWW.RADIOKERNE.BZH
DONNEZ EN LIGNE SUR
WWW.RADIOKERNE.BZH**

**AR MEDIA HOLLVREZHONEK
KENTAÑ EL LIGER-ATLANTEL**

**LE PREMIER MEDIA
100% EN BRETON
DE LOIRE-ATLANTIQUE**

Kerne
RADIOKERNE.BZH

Naoned
RADIONAONED.BZH

BEZ E VO EUS RADIO NAONED ! AR MEDIA HOLLVREZHONEK KENTAÑ E NAONED ! UR ARAOKADENN ISTOREL EVIT AR YEZH HAG AR VRO.

Aotreet eo bet Radio Kerne gant ar CSA da zigeriñ ur radio e Naoned e mod DAB+ (Radio Niverel Douarel). Kregiñ a raimp gant ar skignañ e penn-kentañ 2019. Bemdez e vo lakaet ar gaoz war darvoudoù kêr, en un doare modern hag e brezhoneg penn-da-benn. Abadennoù savet war an dachenn EVIT ha GANT Naonediz·ezed.



Marianne Vaidie
kargadez a programmoù
en charge des programmes

Melaine Looten
kenurzhier
coordinateur



An 2 implijad·ez a labourou en ur studio e Yezhoù ha Sevenadur e Sant-Ervlan ! Labourioù a zo da ober evit treuzfurmiñ ar salioù roet deomp en ur gwir studio radio (burevioù ha studio).

Rannet e vo ar sammad e 3 lodenn : labourioù kempenn an ti, prenañ an dafar studio ha skignañ, prenañ an dafar burev ha son.

En holl e savo ar budjed postiñ da 50 000 €.



**MANKOUT A RA 50 000 €
DEOMP DA GLOZAÑ AR
BUDJED POSTIÑ**

Ne vo ket trawalc'h sikour an aozadurioù publik da zastum ar sammad-mañ. Riskloù zo neuze e chomfe a-sav Radio Naoned buan a-walc'h hag e vefe lakaet Radio Kerne en arvar war an dro. Se zo kaoz e rankomp goulenn **souten an holl Vreizhiz hag an holl Vreizhaded** evit mont betek penn ar raktres dibar-se.

ROIT EN LINENN WAR
WWW.RADIOKERNE.BZH
DONNEZ EN LIGNE SUR
WWW.RADIOKERNE.BZH

RADIO NAONED, LE PREMIER MEDIA 100% EN BRETON DE LOIRE-ATLANTIQUE VA VOIR LE JOUR.

UNE AVANCÉE HISTORIQUE POUR LA BRETAGNE ET LA LANGUE BRETONNE.

Radio Kerne a été autorisée par le CSA a ouvrir une radio en DAB+ (Radio Numérique Terrestre) à Nantes. La diffusion devrait commencer début 2019. L'équipe prépare une grille de programmes variés et modernes, 100% en breton. Les émissions seront produites PAR et POUR les habitant·es de Loire-Atlantique.

Les 2 salarié·es seront installé·es dans le futur studio du centre culturel Yezhoù ha Sevenadur de Saint-Herblain. De gros travaux vont débuter pour transformer les salles de stockage actuelles en vraie radio (bureaux et studio).

Skipailh Radio Kerne

drammet gant ar
c'hafe, laouen o
tegemer skipailh
Radio Naoned



"Radio Naoned, pour nous, ce sont des kilomètres de route et des litres de café mais c'est une belle aventure qu'on porte collectivement !"



Loïc Jade
prezidant
président

"O sikour Radio Naoned n'omp ket sur da saveteiñ hor yezh, ha koulskoude, na brav eo, bezañ douget gant ar spi."

"Le breton a besoin d'actes forts, la création de Radio Naoned en est un. On y va ensemble ?"

**IL NOUS MANQUE 50 000€
POUR CLORE LE BUDGET
D'INVESTISSEMENT**

L'investissement compte 3 volets : travaux sur le bâtiment, achat du matériel studio et diffusion, achat du matériel de travail des salarié·es. Il s'élèvera à environ 50 000€.

Les aides publiques ne seront pas suffisantes pour atteindre cette somme. Le risque est le non aboutissement du projet de Radio Naoned et la fragilisation de Radio Kerne. C'est pourquoi **nous demandons le soutien de chaque Breton et Bretonne pour mener à bien cette aventure.**

GALLOUT A RIT SIKOUR !

- Dibabit war ar follennig-stag ar sammad ho peus c'hoant da reiñ deomp. Grit ur chekenn war anv « Radio Kerne ».
- Lakait ho taveannoù post ma c'hellimp kas deoc'h un testeni roadenn a servijo deoc'h da gaout un distaol war ho tailhoù.
- Pe roit en linenn :
WWW.RADIOKERNE.BZH

340 € = 1 000 €

Paeañ a rit tailhoù ?

Pa vez roet arc'hant e vez graet **un distaol 66 %** war an tailhoù.

Evit ur roadenn a 1 000 € graet a-raok fin ar bloaz e vo kaset deoc'h un testeni a lakao un digresk a 660 € war ho tailhoù.

A-benn ar fin e vo 340 € a vo roet ganeoc'h !

340 € = 1 000 €

Vous payez des impôts ?
Les dons ouvrent droit à **une réduction d'impôt à hauteur de 66 %**.

Pour un don de 1 000 € fait avant la fin de l'année, vous recevrez une attestation qui déduira 660 € de vos impôts.
Vous n'aurez finalement payé "que" 340 € !

VOUS POUVEZ AIDER !

- Choisissez le montant que vous souhaitez donner sur la fiche jointe. Faites un chèque à l'ordre de « Radio Kerne ».
- Mentionnez vos coordonnées, nous nous enverrons une attestation de don à joindre à votre déclaration de revenus
- Ou donnez en ligne :
WWW.RADIOKERNE.BZH

RADIO NAONED - 07 66 14 35 68
2BIS ALEZ / ALLÉE HENRI FARMAN
44800 SAINT-ERVLAN / SAINT-HERBLAIN

 @RadioNaoned  RadioNaoned

RADIO KERNE - 02 98 91 05 00
57 STRAED / RUE LAENNEG
297 10 PLONEIZ / PLONEIS

 @RADIOKERNE  radiokerne.bzh

Gant souten
Avec le soutien de

